



Demat d'an holl,

Pevar romant disheñvel-tre a zo war ar renk ar bloaz-mañ. Levezonet a galz gant enkadenn ar c'horonavirus eo *Ar gurunenn*, skrivet gant Kristian ar Bras, ha n'eo ket trist tamm ebet, ar c'hontrol zoken... Gant Pierre Emmanuel Marais oa bet skrivet un istor fromus gant un tad digor ha degemerus, un doare Superman a vremañ : *Barrek !* Gant Yann-fañch Jacq e vez kontet un istor a c'hellfe bezañ betvet gant an holl vugale e karrtan o zud... *War an hent*. Hag evit c'hoarzhin gant Muriel ar Morvan eo ret mont da welout yer un tammig ispisial, o lenn *Kele... yer*.



12 € e vo priz an dastumad*. Tapet ma vezomp gant an enkadenn, ne vo ket mui profet a levrioù digoust d'ar gelennerien, met ar frejoù-kas a vo kemeret e karg memestra. Ur wech graet ho soñj, leugnit ha kasit ar follenn-enskrivañ da-heul asambles gant ar chekenn da :

Keit Vimp Bev - 22 Grand Rue - 29520 Laz.

Enrollet e vo pep pennad kentañ al levrioù gant Sten, da selaou war lec'hienn Keit Vimp Bev o klikañ war ar golo, pe war bajenn YouTube « TV Bro Kemperle ».

Pediñ ar skrivagnerien a c'hellit ober, ha degemer lid ar Priz e miz Even 2021 ivez.

Kavout a rit an holl ditouroù evit urzhiadiñ al levrioù gant ar follenn a-gevret. Ha gallout a rit kemer ho levrioù e gouel al levrioù a vo e Karaez, fin miz Here.

Gant ma vo plijet ho lennerien yaouank ha lakaet war hent al lenn e brezhoneg.

Joa deoc'h,

fanny Chauffin, prezidantez **Féa**
ha skipailh **Keit Vimp Bev**

* gant ma vez prenet evit an holl vugale. Ma vez prenet nemet un nebeud skouerennoù e vo 18 € (e plas 20 € er staloù)

FOLLENN ENSKRIVAÑ

Priz ar Vugale 2021

Skol :

Skolaer(ez) e karg :

Postel : @ Niverenn bellgomz :

Chomlec'h :

Kod Post : Kêr :

Er skol e vo bugel o kemer perzh, rannet evel-mañ :

..... e CE2

..... e CM1

..... e CM2

Urzhiadiñ a reomp UN NEBEUD DASTUMADOÙ evit ar c'hlas : 18 euro x = euro

Urzhiadiñ a reomp UN DASTUMAD EVIT PEP BUGEL : 12 euro x = euro

Levrioù PAV enrollet :

War internet ez aimp da selaou enrolladennoù al levrioù

Postit ur bladenn deomp mar plij

Degas al levrioù :

Dont a rin da gerc'hat va levrioù e : Karaez (24-25/10) Laz

..... (anv) a c'hello dont da gerc'hat al levrioù evidomp.

(H)e niverenn bgz :

Postit al levrioù deomp mar-plij

E Graet d'a

Sinadur :